DA VEMOR AN AUTROU'N ABAT A LANSALUT ... PERSON GARLAN; MARO E...

11595 e 3

DA VEMOR

An Autrou'n Abat a LANSALUT,

Chalant eus a Ilisan Itron Varia ar Vur a Vontroulez,

eus a Meaux hac a Guemper,

PERSON GARLAN;

Maro e Montroulez, an 19 eus a vis Mae 1846, hac antéret an deiz varlerc'h en Garlan, da bemp heur eus an nôs.

* * *

O devez a c'hlac'har! ne velomp tro-vardro
Nemet tristidiguez var bisach tud ar vro....
An Abat Lansalut, qen caret gant an oll,
Allas! ô va Doue, a ràncomp dont da goll!
Na glêver, var ar méz hac en qêr, nep seurt brut
Nemet : Maro eo-ta an Abat Lansalut!....

Peguer bras niver tud, diredet a bep tu,
Vardro Sant-Malani, pen-da-ben dro ar ru,
A voa en em gavet da vesca o fedeo
Gant ar c'hân a varo demeus ar vêleyen!
Eun dever just e voa dont eno da bedi
Evit eun den qer mad, qeuziet a bep-hini.

Pa bartias ar c'horf evit mont da C'harlan,
E voe heuliet gant cala a vignonet dezan,
Pere n'er c'huitajont, oll carguet a c'hlac'har,
Qen a voe e gorf paour disqennet en douar.
Harp d'an Autrou David eo laqet da repos;
O eneou a zo en joa ar barados.
En em garout a rent avel daou gûir vignon;
Eur vadelez meurbet a voa en o c'halon.
Dorn Doue en devoa e gunduet dezân,
Madelez an Abat a voa bras evitan.
Goude beza santet trubuillou eus ar bed,
Evel eun hilloen a voa en em staguet
Ouz an den generus, pini n'en d'oa qen c'hoant
Nemet da glasq bepret dont d'en renta contant.
Gante o daou a meus bet alies comzet;
Va c'halon a zanten em c'hreiz joaüs meurbet
Pa deuen da zelaou an eil hac egile,
Hac o velet penaus voa bras o c'harante.

Er güelet hon eus oll, n'eus fors dre bez amzer,
O tont gant eur soigu vras da gôvesât en qêr:
Nac ar brassa tomder, nac ar yenien vras
Na eljont en ampech, daoust d'e oll boan, sivoas:
Peur-gontantu an oll a voa e c'hoant vrassa,
En despit d'e scuisder, alies ar gonssa.

Pelec'h cavout eun den qer mad, qen generus,
Dignoe'h eus ar garg caer a Vinistr da Jesus?
E blijadur vrassa, c'houi er goar, christenien,
A voa, en peb amzer, ober vad d'ar beorien.
Na pebes niver tud, en o c'hôvession,
A recevas outân peb consolation!

Garlanis maleurus! c'houi a goll eur gûir dad;
Mes ni ive, allas! a goll eur mignoa mad.

Daoe vloas ha trêgont zo ho poa-én da Bastor:
Ha c'houi oc'h eus biscoas güelet etal e zor
Ar paoer qêz ezommec, hep beza soulajet
Gant an den veuerabl [illegible]râocomp divoeret?
Atao o receve eguis e vogale,
Hac o renta contant ha joaüs hep dale.
E fêçon d'o receo, qer franc ha qer laouen,
A laqe anéze d'âncouât o enqan.

Ma vije nep sourci etoez [illegible] e barres,
E cavet [illegible] gûir quelennadurez,
Ha contant da zonet da zont d'e gômzou,
En em gavent eürus [illegible] e guzulhou.
Mar tigüeje unan e zanvad dianqet,
E guis eur pastor mad e rede d'e gavet,
Hac e comze outân gant qer braz madelez,
M'en em renta sooden da eur seort caraotez.
Biscoas den, a gredân, goude en dagemprat,
Na ellas qet mancout da zonet d'e garet.

Ne gredân qet beza biqen disleveret,
O credi e vezo meurbet dies cavet
Eur Pastor qen carus eguetân birviqen:
Graç dêc'h, Garlanis qer, d'er possedi souden.

Unanet oll hirio en e servich eiz de,
Demp bremâ d'an daoulin da bedi var e ve;
Trugarecomp Doue, rentomp dezân enor
D'er beza bet qet oll evit hor gûir Pastor,

Ha pedomp hor C'hrouer ma zayo da repos
Etouez an oll æles en gloar ar Barados.

Miromp en hor c'halon memor ao Abat qer ;
Ra vo presaat deomp oll atao en peb amzer :
Memor eur Pastor mad zo qer da bep christen :
En Abat Lansalut hor bo soach da vigens.

Eur Mignon côs d'an Autrou'n Abat.

A. Lédan

⁂

BRITISH
21 JY 74
MUSEUM

E Montroulez, eûs a Imprimeri Lédan.